

RA VO KRENV OR FEIZ - Musique : Roger ABJEAN
 Texte breton du psaume 145

R/ Ra vo krenv or feiz, Ra vo beo or'ha- ran- tez ! Ma ske- do dreizom ka- ran- tez Dou- é.

1. D'an dud a vez gwas- ket e rent o gwir.
 2. An Aotrou eo a ro skle- ri- jenn d'an dud dall.
 3. An Aotrou 'zo di- ven- nour an dud es- tren;

1. D'ar re o- deus naon e ro ba- ra. D'ar re a zo er
 2. An Aotrou a laka soun ar re a zo krom- met, An Ao- trou a gar
 3. Skoa- zeller an em- zi- vad hag an in- tan- vez, Der- hel a ra

1. Ja- den- nou e ro fran- kiz .
 2. an dud fi- del d'al le- zenn.
 3. d'é bro- me- saou da vi- ken'.

2. RA VO KRENV OR FEIZ

Ra vo Krenv or feiz, ra vo beo or'haranté
 Ma skedo dreizom karantez Doue !

1. D'an dud a vez gwasket e rent o gwir ,
 D'ar re o-deus naon e ro bara,
 D'ar re a zo er jadennou e ro frankiz.
2. An Aotrou 'zo difennour an dud estren,
 Skoazeller an emzivad hag an intanvez,
 Derhel a ra d'e bromesaou da viken.

R/ Que notre foi soit forte et vivante notre charité
 Que brille à travers nous l'amour de Dieu.

1. Il rend justice aux opprimés,
 Il nourrit ceux qui ont faim,
 Il libère les enchaînés.
2. Le Seigneur défend l'étranger
 Défend le pauvre et la veuve,
 Il est toujours fidèle à ses promesses.